

XXI

SONIC BIHAN DA C'HOARZIN

(Petite chanson comique)

Me garré kavet eur c'honsort
 A deufé da welet eun dort
 E roul lon tra la la diré
 E roul lon tra la diraino

An dort a lar e timéo
 N'euz forz gant piv ha pa garo

An dort e lar e timéo
 Gwinked ar gamm pez a garo

Savet oe 'r partach eun devez
 Da zevel hi lod d'ann dortez

Eur c'hoc bihan ha diou bolèz
 Zo digoueet gant an dortèz

Diou goz skul bri eur goz ribot
 Pennad brasaañ euz eur vaz iot

Diou goz loa sten, eur fourchetten
 Hanter vrashañ eur skubelen

Pa oen diméet hag eureujet
 N'oa bet soner bet'n em eured.

Doned em zi eur pikol raz (1)
 Gand eun daboulinn ha diou vaz

Antren em zi eur pissiklo
 Ha gant han eur sac'h binio

Antren em zi eur logoden
 Gant hi eur pennad bombarden (2)

Saillaz eun tam foeltr kaz en ti
 Hag hen taga 'r sonerien d'i

M'am bijè bet eur pennad baz
 Am mé torret hi benn d'ar c'haz

Ma vije bet penn baz èn ti
 'Vent ké taget 'zonerien d'i !

(Voir air n° 22.)

Air n° 22.

Allegro

Me ga-re ka-vet eur c'hon - sord, a deu-fe da we-let eun
 dort, e rou lon tra la la di ra e roul lon tra la di rai no.

On remarquera que cet air ne conclut pas sur la tonique, mais sur la dominante.

(1) *Doned*, c'est l'infinitif employé pour le parfait.

(2) C'est la musette bretonne.